



## CHANSON *CLOAREC PEMPOUL.*

Var un ton superb.

**E**NTRÉ qæric Pempoul ha stang an Abaty  
Eus ur C'hlorec yaouanc o poursu e studi,  
Hac en deus compost ur zon d'e vestres coant,  
Evit e bassetans ha decor tud yaouanq.

Divar menez Crec'h-Noa, pa vezàn em repos,  
Me a ell hep fazia contempli eiz paros :  
Kerity, hac Yvian, Perros ha Lanviniec,  
Plourez, ha Plourivo, Plounez, ha Plorennec.

Ouspen e contemplàn ar pêvar elemant :  
Ar môr gant e lestri e costez al Levant,  
An douar er c'huz-eol fructifiet gant poan,  
An aer a ziouc'h ya fenn caëroc'h eguet an tân.

Ouspen e rémerqàn costez tri dioces :  
Sant-Brieuc, ha Treguer, ha Dol hep tromplerez,  
Extremite Bro-Sauz ha Ronantelez Franç,  
Hanvet scol ar vertuz, cabinet ar sianç.

Noblancou a blezanç, decoret a goajou,

*prijetus hoc finis*

Qestel, ha tiez-goard carguet eus a armou,  
 Enezennou fertil, antouret gant Neptun,  
 Hac havrou freqantet var o zro zo commun.

Ma ve libr va lagad, en desse plijadur  
 D'ar c'houlz n'apparis mui mab ena an natur,  
 O velet ac'hane mouvamant an ênvou,  
 Sclêrijen ar stered hac ar planedennou.

Goechal, pa voan disqib d'Aristot ha Platon,  
 N'en devoa va speret nep satisfaction  
 Nemet o vedita var levriou ar sianç,  
 Ous o c'honsideri n'em boa qen passetans.

Amzer a vag pebtra, n'en deus mui a charmou,  
 Gouarner ar galon am dalc'h en e lassou :  
 Ur pech zo en Pempoul zo re grén a ressort,  
 Am dalc'h da languissa en despet d'am oll effort.

Reculit oll adrén, rarenteou Crec'h-Noa,  
 Noc'h eus mui a bouvoar da rai d'am c'halon joas  
 Er gueric a Bempoul emâ va flijadur,  
 Eno ma va Mestrez, eur guenet dreist-natur.

Calliep, Polymni, Terpsichor, Erato,  
 Urani, Melpomen, Euterpe ha Clio,  
 Ha c'houi ive, Thali, c'hoar leun eus a furnez,  
 C'houi a voar an doare, me invoq oc'h adres.

Exaucit ya feden, Jenitor Jupiter,

Quittaît an dezert hac antreit en qær;  
 C'houï a voar an doare, quittaît prompt ho plaq,  
 It da gaouï va mestres, grit din antren e graç.

Secondit Cupidon da essât e gounit,  
 Ous e rebellion implich da oll gredit:  
 Gra dezi va c'haret qement ha m'e c'haran,  
 Pe laq-hi da zêvi guenén er memes tân.

Poursuiv anei erfin, lavar dei, Immortel,  
 E deus e Keriti ur servicher fidel;  
 Represantit dezi e zòn prest da verval,  
 Mar qendalc'h da veza em andret quer cruel.

Mercur, ambassader, tad ar sperejou mad,  
 Messager eloquant, cass dezi va mennat;  
 Digor da ziou esquel ha nij prompt dre an ær,  
 Hep tenna da halan, disqen ebars en qær.

Abord-hi em rejet, gra dezi compliment,  
 Sezis dre rèsoniou 'ba dre gomzou charmant,  
 Ha tenn ur cedulen gent retorn var da c'his,  
 Sinet em avantach gant au dorn am languis.

Mes mar chomfe bepret en e opinion,  
 Degas din Lachesis, Atropos ha Cloton,  
 Degas memes ar Maro, armet a bep gallout;  
 Dre ar maro didruez da rei fin d'am hirvoud.

Erfin, bet diganti ul lincel griet mad,

Un archet hac ur bez evit sin va laqat;  
 Ha ma car va buez, e devezo plijadur  
 Da viana d'am maro, o rei din sepultur.

Beza e deus pouvoar da gommandi d'ar maro,  
 Ha me démeus va bez a savo p'am galvo :  
 Me zavo ac'hane, ressuscitet gant gloar,  
 Evit e admira evel un eil Lazar.

Biscoas an Ameriq, daouest d'e oll bompad,  
 N'en deus guelet guenet quer caér, qen deread,  
 Na biscoas an Asi, gant e oll fertilité,  
 N'en deveus produet evelep rarente.

Disqen en qær Pempoul, querz dre ru an Ilis,  
 Ha tach da flechissa an objet am languis,  
 Ha na espern netra er seurt occasion,  
 Evit gonit e speret ha rei joa d'am c'halon.

Impalaer puissant, Monarq victorius,  
 Mab ena an ênvou, fidelite Venus,  
 Laqa en e c'halon ar bir lein am blessas,  
 Ma teuy en bêr amzer evit va ober yac'h.

Me stago ous va brec'h dorn divin Appelles,  
 Al liou caer em boutiq bac em penn an adres  
 Da denna e fortret da gass d'an Occidant,  
 Da gass ebars er Sud, en Nord hac el Levant.

Ur mennat ar an c'hoas qent disqen ar Menez;

Me a garre plijout da galon va mestrez :  
 Rouanez ar Muset, ho pet attantion  
 Qent ma zin da repos canomp dezi ar zon.

F I N.

## CHANSON NEVEZ,

56.

*Var sujet un ozac'h zo bet souetet gant e vreg.*

*Var ton : Bretonet, d'en em divertissa.*

C'HOANT am bez d'bo laqat da c'hoarzin ,  
 Pa glêfot petra zo c'hoarvezet  
 Gant un Ozac'h demeus ar vrô-mâ , daïc tala ,  
 Gant un Ozac'h demeus ar vrô-mâ  
 A zo bet souetet gant e vreg .

An den-mâ a ranqe lusquellat ,  
 Ha mont ive bemdez d'ar ster ,  
 Ha ma na blije qet an dillat , daïc tala ,  
 En devije bazadou leiz e ler .

Qê pront da lusquellat ar buguel ,  
 Squis ê va fenn oc'h e glêvet ,  
 Pe mar qemeran ur geuneuden , daïc tala ,  
 Va mignon , me rai did monet .

Va fried , arabat e fachac'h ,  
 Monet a rân da lusqellat :  
 Cousquit aze , va mabig bian , daïc tala ,  
 Mar fach ho mam ne moun qet mat.

Yan , ret e c'êc'h sevel ar buguel ,  
 E domma hac e vailluri ,  
 Oza ar yot , qempen an ti-màn , daïc tala ,  
 Gaelc'hi podou ha scudelli .

Me a ya da dy va amezeguez  
 Da gozeal un nebeut c'hoas ;  
 Preparit lein aben ma teuin , daïc tala ,  
 Pe otrament ho po fest ar yas .

Qemerit ho plijadur , va fried ,  
 Ne yêlo doc'h avertissa ;  
 Caout a refot pep tra preparet , daïc tala ,  
 Aben ma teufot prest da leïna .

Va fried , pa vo ho commodite ,  
 Prest e lein , trempet ar zouben ;  
 Me ya va-unan da zervicha , daïc tala ,  
 Da laqat guin en ho queren .

Yan , qeit ha ma vezin e leina ,  
 Laqit buan dour var an tan ,  
 Da voelc'hi plajou ha scudelli , daïc tala ,  
 Ha podes va mabig bian .

Yan , amâ e zeus chomet souben ,  
 Debrit hervez hoc'h appetit ,  
 Hac esqern a zo mad da grignat , daïc tala ,  
 Mes na douchit qet ous ar c'hiq .

Va fried , me a effe ur banne ,  
 Ur zec'het bras ameus bremâ .  
 Qemer da veren eta , mevier , daïc tala ,  
 Te a c'heus c'hoant eus a bep tra .

Mont a ra da rinça e veren ,  
 Ur maleur gantân zo c'hoarvezet :  
 Gant ar brès en devoa d'e voalc'hi , daïc tala ,  
 Etre e zaouarn è torret .

Chom a eure agrenn estonet ;  
 Ma lavaras en eur grenâ :  
 Ur maleur zo ganén aruet , daïc tala ,  
 Torret è va gueren , emezâ .

Jarnicoton , eme Jacqetta ,  
 Bremâ ni a zanco ar bal :  
 Tennit ho praguezen , va mignon , daïc tala ,  
 M'ho p'o an disciplin ractal .

Taflica , flaca a bep costez ,  
 Me ho tisco da derri güer ;  
 Na netra eus an tieguez , daïc tala ,  
 C'houi oar ervad an traou zo qêr .

Va fried , ho pet ouzin truez ,  
 C'houi laqai ar goad da redeg ;  
 Me esse qent guin gant va boutes , daïc tala ,  
 Eguet terri güeren ebet.

Guisquit ho praguezen , va mignon ,  
 Hac it da rinça ar pôd-se :  
 Divoallit na dorfac'h davantach , daïc tala ,  
 Netra ebet en ho pue .

Qenta tra a dori en ti-màn ,  
 Me a grogo ous bleo da ben ,  
 Ha memes tra ous da ziouscouarn , daïc tala ,  
 Qen na zeuint qeit ha re un azen .

Diouzin-m'eta , goaset yaouanq ,  
 Tachit da blijout d'ho craguez :  
 Dioüallit na viot re vechant , daïc tala ,  
 Pe viot fouetet coulz ha me .

F I N.